

+

23 vet Sul ar bloaz

*„Er C'hrist en deus Doue graet ar peoc'h etrezañ hag ar bed.
War hor muzelloù en deus lakaet Komz ar peoc'h. „*

Breudeur ha C'hoarezed,

Ar skridoù a glevomp er sul-mañ a gomz eus ar pec'hed, eus ar skoazell hor bez galvet da reiñ an eil d'egile a-enep ar pec'hed, hag ivez eus ar pardon hag eus ar pezh a c'halver 'reizhadur breurel'. Fellout a ra din kregiñ gant ar brederiadenn-mañ diwar ar pezh a vez klevet e-pad kanaouenn an Alleluia : « E Krist e oa Doue oc'h adunvaniñ ar bed gantañ. »

Evit ur c'hristen, ne c'haller ket dispartiañ an adunvaniezh diouzh an aotrou Krist, dre ma'z eo Jezuz an Adunvanier dre e natur ha dreist-holl. Krist eo an Adunvanier peogwir eo eñ an hini a adun en un doare peurvut ha diazez Doue hag an dud, o tougen ennañ e-unan an natur doueel hag an natur denel. Setu perak eo an Emglev nevez, diazez ha peurvut e Jezuz. Rak e Jezuz en em unan an natur doueel hag an natur denel . A-hed an Testamant Kozh, ne baouezas ket Doue da sevel emglevioù gant an dud, hag ar re-mañ a respontas ar gwellañ ma c'hellent, met edo merket o respontoù bepred gant ar pec'hed. Ar respont a zeuas da vezañ peurvut e Jezuz, hag eñ, evel Mab Doue, a c'hell respont d'an Emglev digoret gant Doue, hag evel Mab an Den, a respont evit an holl dud. Jezuz a zo muioc'h eget un etreoberour, muioc'h eget an hanterour, eñ eo an Adunvanier.

Ma vez dalc'het soñj eus-se, e c'hellomp soñjal neuze ez eo ar gerioù a lavar Jezuz gerioù a adunvaniezh, dre ma'z eo eñ an Adunvanier. Ha ma sellomp ouzh gerioù hag oberoù Jezuz en Aviel, e welimp ne baouez ket da adunvaniñ an den gant Doue, ha, dre-se, an dud an eil gant egile. Evit ur c'hristen, ne c'hell bezañ na adunvaniezh na pardon hep an Aotrou.

Distreiñ a ran bremañ d'ar c'huzulioù a ro Jezuz en Aviel diwar-benn ar gelenn 'reizhadur breurel'. Da gentañ, fellout a ra din kregiñ gant al lennadenn gentañ hon eus klevet, hag a lavar deomp penaos ober evit tostaat ouzh goulenn an adunvaniezh. Talvout a ra mont da gavout ur breur pe ur c'hoar da lavarout dezhañ pe dezhi ez eus un dra o vont fall en e vuhez pe en he buhez, un dra a zo ur pec'hed hag a ra droug dezhañ. Ha n'eo ket ur bardedigezh diwar-benn kement-mañ pe kement-se, diwar-benn unan bennak pe unan all. Leun eo hor bed a dud hag a soñj atav o deus un dra bennak bouezus-kennañ da lavarout diwar-benn pep tra ha pep hini. N'eo ket eno tamm ebet goulenn an Aviel. Un hent a wirionez hag a garantez eo, diazezet war hor preder evit silvidigezh ho breur pe ho c'hoar, en ur mod ma gwelomp ur gwir bec'hed e buhez hor breur pe hor c'hoar ha ne lavaromp ket dezhañ pe dezhi, an Aotrou a c'houlennno kont diganeomp : « Ma lavaran d'an den drouk : "Mervel a ri a dra sur", ha ma ne lavarez ket dezhañ distrein

diouzh o hentoù fall, eñ, an den drouk-se, a varvo dre e bec'hed, met ouzhit-te e c'houlennin kont eus e wad. »

Bez ez eus goude-se ur c'hresk en a reizhadur breurel. Ar pazenn gentañ a zo mont da gavout an den ha komz outañ e-unan hep den ebet all. Ret eo din pouezañ war an dra-se, rak ma heulje ar gristenien muioc'h ar c'huzul aviel-mañ, e vije gwall nebeutoc'h a stourmoù hag a gudennoù er bed, en Iliz hag er parrezioù. Re alies e weler tud o klevet komzoù drouk war gein tud all, met, evel-just, hep lavarout netra dezho, tal ouzh tal, siwazh.

Ma n'eo ket frouezhus ar pazenn gentañ-mañ, e c'houlenn Jezuz diganeomp adkregiñ gantañ, met gant tud all, tud a fizianz. Ne dalv tamm ebet nag ur freuz fregan nag ur venjans, met un hent a garantez hag a wirionez.

Ha ma z'eus disoc'h ebet roet eus an daou pazenn gentañ, ez eo ret kas an afer d'an Iliz. Amañ c'hoazh, Breudeur ha C'hoarezed, re alies e ya an dud da glemm d'an aotrouniezh uheloc'h ha n'o deus ket heuliet ar c'hentañ pazennou displeget gant Jezuz en Aviel. Ma kendalc'homp evel ma lavar Jezuz, e welit ez a pep tra gwelloc'h, sioulloc'h ha yac'hoc'h.

Setu evit ar pezh a sell ouzh an doare ober; bremañ eo ret lavarout ur ger diwar-benn ar spered a zo ret da gaout. Komzet em eus dija un tammig, met adlavare an teir c'huzul a ro Santez Katell a Siena da bep den a fell dezhañ kregiñ gant ur reizhadur breurel. Ar c'huzulioù-mañ a ro, pe kentoc'h, Jezuz a ro dezhi : da gentañ, ret eo d'ar reizhadur breurel chom hollek. Ret eo lavarout ar pezh a zo fall, met n'eo ket ret merkañ an drougoù evel ma vijemp barnerien. Warlerc'h e lavar an Aotrou da Santez Katell ez eo ret dezhi anzav ivez e c'hellomp bezañ kablus eus an hevelep pec'hed, hag e vez ret lavarout an dra-se d'an den. Setu amañ un oberenn a izelded, a lakaio an daou war memes live, e-lec'h en em lakaat evel uheloc'h pe egis ur barner. Ha lavarout a ra an Aotrou da Santez Katell a Siena ma komprenn an hini a resev ar c'helenn-se e vo aesoc'h dezhañ kofes ar pec'hed-se. Kuzul diwezhañ : ret eo d'an doare-se da vont war-zu ar mad, da lavarout eo klask ha broudañ ar re all da ober ar mad, kentoc'h chom war ar pezh a zo fall.

En tu all d'an tri c'huzul-mañ, e lezan ac'hanoc'h gant ar gomz-mañ eus an Aotrou da santez Katell a Siena, a dap mat spered ur reizhadenn breudeur : « Ar pezh a dleit d'ho nesañ en degouezh-mañ eo trugarez. Ar varnedigezh a zlefe bezañ miret din. »

Evit echuiñ war goulenn an adunvaniezh, Breudeur ha C'hoarezed, me a soñj din, evit bezañ peurvart, ez eo ret reiñ plas ivez da sakramant ar gofes pe an adunvaniezh. N'eus ket a adunvaniezh a-bezh ha peurvart n'he defe gwrizioù e sakramant ar pardon goulennet digant Doue ha roet gant Doue. Amañ ivez e vo gwiriet izelded an hini a gemer an hent-se.

Reizhadur breurel a zo un hent a wirionez hag a garantez, ha, evit adkemer ur ger eus Sant Paol en eil lennadenn : « Ne ra ar garantez droug ebet d'an nesañ. » Reizhadur breurel ne c'hell ober nemet mad, morse droug, pe neuze eo bet graet fall pe n'eo ket dereat.

Fellout a ra din echuiñ war un dro pozitvoc'h, en ur zoujañ d'ar gourc'hemenn a garantez a zispleg Sant Paol en eil lennadenn. En Aviel e lavar Jezuz deomp : « Hag evel-se ivez, Amen, me a lavar deoc'h e gwirionez, ma 'z eo daoudaou ac'hanoc'h war an douar a du war un dra bennak a c'houlennit, e vo graet deoc'h gant va Zad a zo en Neñv. » Amañ e tiskouez Jezuz

deomp galloud ha teñzor ar bedenn rannet gant kalz a dud. Ur bedenn leun a garantez a zo bepred galloudus hag a ya war eeun betek kalon Doue. Met petra lavarout pa vez unvanet meur a zen o unaniñ o c'harantez evit kinnig ur bedenn d'an Aotrou? A vat, ar bedenn-se a vo c'hoazh kreñvoc'h ha galloudekoc'h. Setu amañ natur don pedenn an Iliz, setu amañ teñzor pedenn ar re feal dastumet en Iliz. Setu amañ ar pezh a rankomp mont war-du, an eil d'egile. N'eo ket kement-se soñjal an hevelep tra hag hor breudeur ha hor c'hoarezed, pe kaout an hevelep sell. Ur fazi e vije, hag a-enep d'ar wirionez. Met kement-se a dalvez desklêriañ karout e gwirionez hag unaniñ hor c'harantez. Ret eo d'ar bedenn bezañ al lec'h ma vez displeget ha diskouezet ar garantez. Anavezet mat hon eus holl un nebeud kumuniezhioù relijiel, gwir-unanet er bedenn, hag a ro an testeni-se hag ar sin-se. Ra vefemp evit dilezel ar sperejoù drouk, an dic'hlaiz, ar c'homzoù drouk kavet re alies er parrezioù, evit dibab ar wirionez hag ar garantez. Neuze, e vo bev an aotrou Krist eno.

Breudeur ha c'hoarezed, ar galv-mañ digant Jezuz a zo unan eus an abegoù ma fell din reiñ lañs d'an Adorasion reoliek eus ar Sakramant Santel er barrez. Da gentañ e klaskomp ober war-dro ur prantad 24 eurvezh bep sizhun — adalek ar Merc'her vintin betek ar Yaou vintin. Neuze, ma 'z eus tud a-youl vat ha ma c'hellomp ledanaat muioc'h, e raimp kement-se. Komz a rin deoc'h diwar-benn an dra-se a-benn nebeut, met goulenn a ran digant pep hini ac'hanoc'h ma vefe posub kinnig un eurvezh bep sizhun evit adoriñ ar Sakramant Santel ha derc'hel un chadenn bedenn dibaouez — n'eo ket evit hor parrez, an Iliz hag ar bed hepken, met ivez evit an holl re a c'hell, a-drugarez d'ar chadenn bedenn-se, tañva prezañs Krist Jezuz diskouezet er Sakramant Santel. Amen!

+

23^{ème} Dimanche du temps ordinaire

« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. »

Frères et Sœurs,

Les textes que nous entendons ce dimanche abordent la question du péché, de l'aide que nous sommes appelés à nous apporter les uns les autres contre le péché, ainsi que la question du pardon et de ce que l'on appelle la correction fraternelle. Je souhaiterais partir pour cette réflexion du verset que nous avons entendu pendant le chant de l'Alléluia : « Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui. »

Pour un chrétien, la réconciliation est indissociable de la personne du Christ tout simplement parce que Jésus est le Réconciliateur par nature et par excellence. Le Christ est le Réconciliateur parce qu'Il est celui qui réconcilie parfaitement et de manière définitive Dieu et les hommes, portant en Lui la nature divine et la nature humaine. C'est la raison pour laquelle l'Alliance est nouvelle, définitive et parfaite en Jésus. Parce qu'en Jésus la divinité et l'humanité s'unissent pour ne faire qu'un seul être. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu n'a cessé de nouer des alliances avec les hommes qui ont répondu du mieux qu'ils pouvaient, mais avec des réponses toujours marquées par les limites et le péché. La réponse est devenue parfaite en la personne de Jésus qui en tant que Fils de Dieu peut répondre à l'Alliance inaugurée par Dieu, et qui en tant que Fils de l'homme répond pour l'humanité. Jésus est plus qu'un intermédiaire, Il est plus que l'Intercesseur ou le Médiateur, Il est le Réconciliateur.

Si nous gardons cela en tête, pensons alors que les paroles que prononcera Jésus sont des paroles de réconciliation puisqu'il est le Réconciliateur. Et si nous regardons les paroles et les actes de Jésus dans l'Évangile, alors nous remarquerons qu'Il ne cesse de réconcilier l'homme avec Dieu et, par conséquent, les hommes entre eux. Pour un Chrétien, il ne peut y avoir de réconciliation ni de pardon indépendamment du Christ Jésus.

J'en viens maintenant aux conseils que donne Jésus dans l'Évangile par rapport à la correction fraternelle. Dans un premier temps, je voudrais partir de la première lecture que nous avons entendue qui nous redonne les dispositions fondamentales pour aborder la question de la réconciliation. La démarche de la correction fraternelle qui consiste à aller trouver un frère ou une sœur pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, qui est de l'ordre du péché et qui abîme sa personne, n'est pas assimilable à une démarche de jugement ou encore de point de vue que l'on donnerait sur telle ou telle situation, telle ou telle personne. Notre monde est rempli de personnes qui pensent toujours qu'elles ont quelque chose de très important à dire sur tout et tout le monde. La question de l'Évangile n'est absolument pas là. Il s'agit d'une démarche

de vérité et de charité qui repose sur le fait que l'on est préoccupé du salut de notre frère ou de notre sœur au point que, si nous voyons un réel péché dans la vie de notre frère ou de notre sœur et que nous ne lui disons pas, le Seigneur nous demandera des comptes : « Si je dis aux méchants : 'Tu vas mourir', et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. »

Il y a ensuite une gradation dans la correction fraternelle. La toute première étape consiste à aller trouver la personne et à lui parler seule à seule. Je me permets d'insister sur ce point car si les chrétiens suivaient davantage ce conseil évangélique, il y aurait bien moins de conflits et de problèmes dans le monde, dans les familles, dans l'Église et dans les paroisses. Trop souvent nous voyons les gens ragoter dans le dos des intéressés, mais bien sûr ne rien dire aux intéressés.

Si cette première étape n'est pas fructueuse, alors Jésus nous invite à la recommencer mais avec d'autres personnes, évidemment bien disposées et dignes de foi. Encore une fois, il ne s'agit aucunement d'un règlement de compte ni d'une vengeance, mais d'une démarche de charité et de vérité. Et c'est seulement dans un troisième temps, si les deux premières étapes n'ont rien donné, qu'il faut en référer à l'Église en tant qu'institution. Là encore, Frères et Sœurs, trop souvent des gens vont se plaindre à l'autorité supérieure alors qu'ils n'ont pas suivi les premières étapes données par Jésus dans l'Évangile. Si nous procédons comme Jésus l'indique, vous verrez que tout ira bien mieux et tout sera plus paisible et plus sain.

Voilà pour ce qui concerne la manière de faire ; maintenant il faut dire un mot de l'état d'esprit et des dispositions qui doivent animer une telle démarche. J'en ai déjà touché quelques mots plus haut, mais je me permets de reprendre les trois conseils que donne Sainte-Catherine de Sienne à toute personne qui veut entreprendre une démarche de correction fraternelle. Elle donne les conseils suivants, ou plutôt Jésus lui donne les conseils suivants : tout d'abord la correction fraternelle doit demeurer générale. Il faut dire ce qui ne va pas, mais ne pas pointer ou lister les vices comme si nous étions des juges. Puis le Seigneur dit à Sainte-Catherine qu'il faut soi-même reconnaître que nous pouvons également être porteurs du même péché et il faut le dire à la personne. C'est ici un acte d'humilité qui mettra la personne qui fait la démarche au même niveau que la personne à laquelle elle s'adresse, au lieu de se situer comme supérieur ou juge. Et le Seigneur dit à Sainte-Catherine de Sienne que, si la personne qui reçoit cette démarche entend que la personne qui entreprend cette démarche s'accuse du même péché qu'elle, elle n'en acceptera que plus facilement la reconnaissance. Dernier conseil : la démarche doit être orientée vers le bien, c'est-à-dire chercher et stimuler à faire le bien, plutôt que de remettre le nez dans ce qui ne va pas.

Au-delà de ces trois conseils, je vous laisse cette parole du Seigneur à Sainte-Catherine de Sienne qui rend bien compte de l'état d'esprit d'une démarche de correction fraternelle : « Ce que vous devez au prochain en ce cas c'est la compassion. Le jugement doit m'être réservé. »

Pour terminer sur la question de la réconciliation, Frères et Sœurs, il me semble que pour être complète, une démarche de correction fraternelle doit faire place également au sacrement

de la confession ou de la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation totale et parfaite qui ne s'enracine dans le sacrement du pardon demandé à Dieu et donné par Dieu. Là se vérifiera également l'humilité de la personne qui entreprend une telle démarche.

Une démarche de correction fraternelle est fondamentalement une démarche de vérité et de charité et pour reprendre une parole de Saint-Paul dans la deuxième lecture : « L'amour ne fait rien de mal au prochain. » Une démarche de correction fraternelle ne peut faire que du bien, jamais du mal, sinon elle est mal faite ou malvenue.

Je voudrais terminer sur une note plus positive dans le prolongement du commandement de l'amour que Saint-Paul rappelle dans la deuxième lecture. Dans l'Évangile Jésus nous dit : « Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoique ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Ici, Jésus nous révèle la puissance et le trésor de la prière partagée par plusieurs personnes. Une prière habitée par l'amour est toujours puissante et va tout de suite dans le cœur de Dieu. Mais que dire lorsque plusieurs personnes s'unissent et partagent une véritable charité, une véritable estime réciproque, un véritable amour et se mettent d'accord unissant leur amour pour présenter une prière au Seigneur ? Eh bien cette prière sera encore plus forte et plus puissante. Telle est la nature profonde de la prière de l'Église, tel est le trésor de la prière des fidèles réunis en Église. Voilà ce vers quoi nous devons tendre les uns les autres. Il ne s'agit pas de penser la même chose que nos frères et sœurs ou d'avoir les mêmes points de vue. Cela serait une erreur et contraire à la vérité. Mais il s'agit d'apprendre à s'aimer en vérité et à unir notre amour. La prière doit être le lieu de l'expression et de la manifestation de la charité. Nous connaissons tous quelques communautés religieuses, véritablement unies dans la prière et dans la charité, qui donnent ce témoignage et ce signe. Puissions-nous abandonner les rancœurs, les jalousies, les médisances qui trop souvent abîment et défigurent les paroisses pour choisir la vérité et la charité. Alors là, le Christ sera vraiment présent.

Frère et Sœurs, cet appel de Jésus est une des raisons pour lesquelles je souhaite, avec l'équipe pastorale, lancer de manière régulière l'Adoration du Saint-Sacrement sur la paroisse. Nous essaierons dans un premier temps de couvrir 24 heures complètes toutes les semaines du mercredi matin au jeudi matin, c'est-à-dire couvrir toute la journée du mercredi et la nuit du mercredi au jeudi. Puis si nous avons des volontaires et que nous avons la possibilité de continuer à gagner dans le temps, nous le ferons. Je vous en parlerai prochainement, mais que chacun de nous se sente concerné par cette question de pouvoir offrir une heure dans sa semaine pour adorer le Saint-Sacrement et permettre une chaîne de prière continue, non seulement pour notre paroisse, pour l'Église et pour le monde, mais aussi pour tous ceux qui, grâce à cette chaîne de prière, pourront bénéficier de la présence du Christ Jésus exposé dans le Saint-Sacrement. Amen !